

## **Kan bale an Aviel**

Baleom', breudeur, gant ar baniel uhel  
Deomp d'ar red da bell da embann an Aviel  
Kaset gant avel ha nerzh ar Spered Santel  
Dalc'homp gant labour an ebestel

Keloù mat Jezuz-Krist, 'zo bet roet deomp-ni  
Ha d'hon tro, deoc'h-c'hwi, e kinnigomp testeni  
Jezuz 'oa maro met savet eo da veo  
Ganeomp 'mañ bremañ hag e chomo

« Emañ tost, tostig-tost, Rouantelezh an Neñv  
Cheñchit ho puhe(z) » eme Jezuz, Mab Doue  
« Deuet eo an amzer evit ar rouantelezh  
Setu ma teu ar silvidigezh »

*Marchons, mes frères, portons haut la bannière  
Courrons au monde annoncer la Bonne Nouvelle  
Portés par le vent et la force de l'Esprit Saint  
Continuons le travail des apôtres*

*La Bonne Nouvelle de Jésus-Christ nous a été confiée  
A notre tour, nous vous proposons ce témoignage :  
Jésus était mort, mais Il est ressuscité  
Il est avec nous aujourd'hui, et Il le restera*

*« Il est proche, tout proche, le Royaume des cieux  
Convertissez-vous ! » dit Jésus, le Fils de Dieu  
« Voici venu le temps du royaume ;  
Voici le salut qui vient »*

~~~~~

*An testennoù-mañ a zo gwarezet, kenkoulz hag ar sonerezh ; an arzourien eo a zo perc'henn warno.  
Au même titre que les musiques et les arrangements, ces textes sont protégés ; ils sont la propriété de leurs auteurs.  
Les textes en français ne sont qu'une traduction de ce qu'expriment les paroles en breton.*